

Miistren; a bet war an douar na all vint usita.

An hini zalc'h, ére a bristad; destlin ar rouantelezh,
 A vevzo preservec ar France, sel mien den gret a list,
 Eus malic he adversourien, savest ma clergent aber;
 Victor aris. D'ber gristenen, ma clergent ciste offer.

O Churci! Mestr an oll Brezhañ, jini o'ber eusteurvest
 rei ar gallout bras d'hon arme war he oll ensuicet;
 Conservit Damp-ni hor roue, hac ar famil a Bourbon;
 Conservit atao he puzale hez ar quin Religion. — *Guin*
 gret gant an ofrou le Coat, commisser police, a Montreuil, 16 Geneve 1830.

Exemplon

Ar General Moreau, (a)
 quindic a ventambor

General arme ar Rhin, unan eus ar re vella ar roue France,
 d'ar Sabret vad eus a Vreiz.

war ton: Divar na secon, entoul va Doue!

An Impalaer (1) a savurca:

Pull'chomp ar Republik-se; (2)

aba na ver gret fin ineri,

(1) Impalaer a vi Austria. — (2) ar Republik ar France.

956 E. verings distrijel gank. (1)

"Lish'en, cuedi e' deun'pact; (1)

"P'en d'ef' d'og- crant- mit' viddart;

"No gontump ne'p'rat ane'x'e

"Nemet gende' b'ceket varue.

"P'aua gar' senti our' ar' stier, (2)

"bur' ar' garrec' r'ayo sur;

"en' Stali e' ive' g'rasget, (3)

"In' allamagn' e' vo' flastriet."

Haac' en' mont' h'e' gueruel' affe

caernot' (4) assambles' g'ant' il' boreau;

En' em' g'levet' int' bet' r'actal

evit' r'ei' da' cezar' (5) ar' bat.

Cetu' uboreau' neuz'e' soud'en

e' tostun' e' oll' danserien; (6)

P'èver-uguent' mit', pe' var'dro,

ha' sonerien' (7) aleir' g'art'o.

Pa' velas' kraii' (8) an' dra-ze,

sch'arvet' e' sc'ic'ca' en' a' auro;

"Mo' ranc, emez'an, sonerij;

(1) Sonapart, hema'vet' goude' d'indou' an' beau' ar' No'p'ol'èrst, g'izella' brojellecaer' an' vo' b'iscoes. - (2) Forcet, on' d'ef'at' a' r'èner - is'o' no'p'ol'èst' a' d'recht' oll' eno. - (3) minist' ar' broj'et' ha' deus' avant' b'ron. - (4) Sin' an' h'ou'p'ol'èst' cap'et' d'è' l'or' ch'. - (5) Destinat' e' ar' t'uo, a' d'ham'us' oll'. - (6) Niser' a' g'ou'lon'niou. - (7) Kraii', g'enerat' e' is' de' un' g'ar'et' an' b'ic'h'e.

amien etant e no churri. 367
 Hae me ét côs ar niches amien,
 grant eun den yeuvane en disien.
 mius fors, me ranc dansat giellia,
 "Pe mervel (1) grant enor amia,

Hae int maneb e dmon viedal,
 Hae digueri gempen ar bas;
 vbeura zever e deus danset; (2)
 ar Francisien ne scuzent ejet.

Kraï eruat hae e ell dud
 a zo ét fêz boupar hamud;
 Creua rent rae hor zonerien, (3)
 Gen a varzent evet gillien.

Uguent mil a zo treimnet, (4)
 Dava chement a zo gual glumet, (5)
 Hae kraï, en eir sacreel,
 zo techet da heul ar re-ell.

Hogueu, Mbreaca, e choud benea,
 a levaries gen covant hae bea:
 "En dud geiz-se a zo ke seuis,

(1) Kraï endevaa ne fouquet gant e goumpie - (2) ar Francisien a no treedh.
 (3) Hae chanonicea e vistrisje-ell. (4) Uguent mil den outant ellêl Kraï (5) Hae
 ni'vot' b'vad k'ell.

954 "Castomp anez da e-breizh.

Pomp mit redennas gant zo p'ar get, (1)
 Kreñt erant zo a-chappot;
 Marc, Douast ha ma zev ar chosha,
 Medec a re ar buanna.

En eur vont g'uil e lavare:
 "Gorssa tud ar Francisien-ze!
 "Ma zansin p'elloch gant aboreau,
 "Mac re vuan en chass endro.

"G'uelloch ev, emezan, din-me
 "kerel gant an drouc-speret-se
 "mitr fest end'oa'n aulhou chugut (2)
 "Oget, abell, din ha d'am zud.

"Mac a Dreou mad a voa ev!
 "G'iiin ha cuignou, rest ha beru; (3)
 "Igen en deves aboreau casset
 "Da garsena (4) lod ar banget. ;

Ganemp-ni en deves ive
 Leret Kreñt dillest neve,
 Cressive aleis, gant p'allemau,

(1) 24 mit prisonnier, (2) chugut, minute e-breizhial, en beru g'el p'ouvison
 vad arit a ma kreñt; allist bet g'evordt g'evamp (3) g'iiin, g'iiin ar dant ha
 a d'ap'iertill p'ouvison, chomet ganemp (4) aboreau, b'ed'ev ar bras, ha cuignou
 du k'ougnant.

~~1817~~ ~~bonjour à tous les amis de la liberté~~ (1817)

1817

Hoyan, cette chose caudaléa!

Le zionien ar re voella (1817)

gant an hest end'oe e redol,

en e ziberch ar zo chommet.

Et, tui yevouanc, it-ta d'ar fest,

re chommit getda glanc hest,

Ma ve zo lavaret eundez;

Aben a voreau a ven breiz."

Choué, Mambouleris, p'evguetiph

en ho lures pe zo g'evnet,

Ha chom a rafach da m'ar gal

e les'h monet gant'én d'ar hest?

Hevor deanna da g'evnet,

Da honapret ar muia led,

Ha da g'evnet a vez gante,

Dulch-mat v'ch abenmad ar vro.

Rac-se ta, evnet n'as ha deiz

g'emont hini a ven breiz:

an re public a dech-eto,

Ha g'evnet hanc'ar led a bado.

sin

co sup'iset g'ant ar citoyen d'hem, e'hanous d'et'ent an g'evnet?
 (1) an all mag'evnet, non d'et'ent a b'et'ent, chom a g'evnet (2) n'evnet
 a g'evnet, f'evnet, p'evnet, ha t'evnet, alb, g'evnet g'evnet?